Kurmandjeg

Ur yezh iranek eus skourr yezhoù iranek ar c'hornôg eo **c'hurmandjeg** (kurdeg: *kurmancî* pe *kirmancî*), yezh pennañ ar Gurded e Turkia, Siria, Irak, Iran, Siria hag ar Stadoù ez-soviedel e kreiz Azia.

Komzet e vez ar rannyezh kurdek-mañ gant kazi 65% eus an holl Gurded.

- Turkia: komzet gant 80% eus ar Gurded o chom eno estreget e Elazig, Bingol ha Dersim (Tunceli)

- Siria: komzet gant an holl Gurded o chom eno

- Irak: komzet gant 35% eus ar Gurded o chom eno e Badinan hag e kêrioù Dahuk, Zakho, Amedi, Sinjar, Mosul, Akre, Barzan

- Iran: komzet gant 30% eus ar Gurded o chom e norzh ar vro ha gant an holl o chom e Khorasan

- Armenia, Jorjia, Azerbaidjan ha Rusia: komzet an holl Gurded o chom eno

- Liban: komzet gant an holl Gurded o chom eno

- Turkmenistan, Ouzbekistan, Tadjikistan, Kazakstan ha lec'hioù all zo eus Kreiz Azia: komzet gant an holl Gurded o chom eno.

Kurmandjeg
(*Kurmancî*)

Perzhioù

Komzet e :	Turkia, Siria, Irak, Iran
Rannved :	Reter Anatolia
Komzet gant :	12 - 25 000 000
Renkadur :	33 (asambles gant ar soraneg)
Familh-yezh :	Yezhoù indezeuropek

Yezhoù indez-iranek
Yezhoù iranek
Iraneg ar c'hornôg
Iraneg ar gwalarn
Yezhoù kurdek
Kurmandjeg

Statud ofisiel

Yezh ofisiel e :	-
Akademiezh :	hini ebet

Kodoù ar yezh

ISO 639-1	ku
ISO 639-2	kur
ISO 639-3	
Kod SIL	KMR

Sellit ivez ouzh ar pennad Yezh.

Gwelet ivez

- Yezhoù iranek

Liammoù diavaez

- Kurmancî (http://www.institutkurde.org/publications/kurmanci/) & Savadur ar c'hurdeg (http://www.institutkurde.org/)

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurmandjeg&oldid=1745820 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 12 Ebr 2017, da 15:42.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.